

Cantique à St Pierre et St Paul

Diskan :

**Kanomp Christenienn, kanomp a galon
Enor da Sant Per, enor da Sant Paol (bis)**

- 1) Paeron hon parrez, porzier an nenvoù
Chilaouet hirio ouz hon pedennoù (bis)
- 2) Klevit hor c'hleier, laouenn o vrala,
evit kinnig d'oc'rh o c'han ar c'haeran(bis)
- 3)Eus ho tron a c'hloar, adreist ar stered,
goarnit noz ha deiz, parrez Langonnet(bis)
- 4)War ho parrezis, iaouank evel koz,
hirio ha bepred taolit ho pennoz(bis)
- 5)E peb tiagez, hadit karantez,
ha gwir eurusted e bennoz Doue(bis)
- 6) Roit gwir levez d'ar sprejoù
fur ha pelleit dioute, ar pc'hed hudur(bis)
- 7) Roit d'ar pinvidik eur galon tener,
roit konfort d'ar paour ha peoc'h d'ar pech'er(bis)
- 8)Diouz an techoù fall hag ar gwall skouerioù,
dioualet dalc'hmat ar vugaligoù(bis)
- 9)Miret diouz peb droug, loened er c'hreier, (bis)
diouz an amze fall, ed ar parkeier
- 10)Epad hon buhez,Sant Per ha Sant paol,
grait ma vimp eurus ha kristenn dreist oll(bis)

Refrain:

**Chantons chrétiens, chantons de tout cœur
Honneur à Saint Pierre, honneur à Saint Paul**

- 1 - Patron de notre paroisse, portier du Ciel,
écoute aujourd'hui nos prières (bis)
- 2 - Entendez nos cloches qui s'ébranlent,
joyeuses, pour vous offrir leur plus beau chant(bis)
- 3 - De votre trône de gloire, au-dessus des étoiles,
protéger nuit et jour, la paroisse de Langonnet(bis)
- 4 - Sur vos paroissiens, jeunes comme vieux ,
aujourd'hui et toujours répandez votre bénédiction (bis)
- 5 - Dans chaque maisonnée, semez l'amour et le vrai
bonheur dans la bénédiction de Dieu(bis)
- 6 - Donnez la vraie joie aux esprits sages et éloignez
d'eux le péché répugnant(bis)
- 7 - Donnez au riche, un cœur tendre, au pauvre le
réconfort et au pécheur la paix(bis)
- 8 - Des penchants mauvais et des mauvais exemples,
protégez toujours les petits enfants(bis)
- 9 - Protégez de tout mal, les bêtes dans les étables et du
mauvais temps, les blés dans les champs(bis)
- 10 - Pendant notre vie, Saint Pierre et Saint Paul,
faites que nous soyons heureux et surtout
chrétiens(bis)